

Disput entre ar c'here hag ar boutouer koat.

Mar galan goud ar fesson e tuin da riman
eun disput a neve flam, evid e neum divertissan
savet entre eur c'here hag eur boutouer koat
Pa vezont krog en eur vouteil int daou pod dilikat.

O taou o devez promettet eun doussen-^{en bize digate}~~viou~~^{uo} fritet
hag eun tam bara guen hag eur bane da eva
er fin ar kanaouen.

Mar be glepiet an anjen ar vombard a ^{fono}
Da chom da sellau gant patientet eun darn a rezoniou
evid a lakat da zisput an eil ouz e guile
a non pas rima netra tout nemed ar virione.

Er goan e c'hententan eme ar bouta(ou)er koat
eo me a deu da chossi treit an dud dilikat.
A te kere infam gant te vouteier ler
A zigas ar c'hlenvejou hag eun nombr bras a vizer.

eun tamik eo estimet ma etat ^{huelloch}
huelloc'h evid eo da hini, pod ar boutou koad.
Rag ma rankfe ar veajourien balle gant chorgillou
e vent an anter hiroc'h o hober kampagnou.

Na pa deui an amzer da lakad an drevat
neuze vad eo necesser kaout eur boutou koad.
Ne veller den o pallad er parkeier gant bouteier ler
A c'hoas e fod did lavaret ned dom ' ket necesser.

me voar ar vad pa deu an amzer da lakad an drevat
eo necesser kaout eur boutou koad
me(s) pa deu c'hoant neuze da redeg er Parkei(e)r a vijou
e c'heo skan(v)oc'h eur boutou ler evid nan deo eur jorgillou.

Na pa deui an erc'h ar skorn ag ar goan kallet
 Neuze vad e ranko ar c'here paka e vinaouet
 A me a iel da verza partout dre ar marhajou
 a te a sello ouzin a ganez digor ta c'hinou.

Na pa deui ar mis meurs hag an nevez amzer
 Da lakat an habijou kaer ag ar vouteïer ler
 na vo ked komzet neuze demeus eur boutou koad
 eur boutou ler da valle a zo eun traou dilikat.

A liez renkes mond da di ar c'hivijer
 a na pe nemed eun tri skoet pe eun tri skoet anter
 a me a laka assamblez bete c'houerc'h nugent skoet
 Da brena koad bouteïer evid ar beï santet.

Goeloc'h ze did va mignon pa c'heus eur bern arc'hant
 An neb o deveus neubeutoc'h a vev onestamant.
 Ma a zreb va c'hig a va iod va zouben da kreïs-de
 Ordinal e hententan beza bevet koulz a te.

Poënt eo demp finissa rag an noz a dosta
 hag an hostis a ieno ma na evomp netra
 hag a roïo or c'honjez demp da sortial deus e di
 ha da vond da kavet ar ger Koader a Kere.

ebars an hostalliri e ve rezoniou
 Disput e tre ar vignonet a chach bleo avichou
 ar c'hoste kreñvan a c'honid ebars en eb affer
 mar kerez ni a vello e me ar c'here.

Goude leis kov e krogjont evel daou gi animet
 a staga de neur gana evel daou zen arrajet
 ken a rankas an hostis kemeret e vas ribod
 a skei gato var ar c'heïn e fesson ma voan(t) krog.

Goulenomp eur chopinad arrog dispartia
 an hostis or servicho na mar deomp den pea
 hag evomp peb a vanac'h e fin ar ganaouen
 An oll a rank kaout boutou pe valle dierc'hen.

An hini n'deveys kompozet an disput dilikat
savet en tre eur c'here ag eur boutouaer koat
en deveys kompozet mer a hini e c'hanon ian ar gwen
hag a vellet ordinel er fin ar ganaouen.

Jakes Keginer, merer, en Kerjegu 12 juin 1851.

Les notes qui suivent appartiennent au f. 216, et sont d'une écriture différente.

« Chorgel - sabot fendu. (v) ou plutôt grands sabots.

Chorgellad - bruit que font les sabots fendus.

Drevad (dreo-vad) les ensemencements - tout ce qu'on met en terre - tant pour les gens que pour les bestiaux. »